

# Ar pep pouezusañ

## Ar Brezel-bed kentañ (1914-1918)

### Derc'hel soñj

#### 1. Ar feulster en talbenn

- Brezel war-blas pe brezel an trañcheoù  
1916 : Verdun, ar Somm
- Armoù nevez gouest d'ober distruiou bras (gaz, kirri-arsailh...)

#### 2. Ar feulster en adreñv

- Feulster war ar siviled en tachennoù aloubet (preizhadegoù, labourioù ret, gwallouù merc'hed)
- Gouennlazh an Armenianed

#### 3. An holl o kemer perzh

- 70 milion a soudarded (Europiz, poblou an trevadennouù, Amerikaned)
- Ekonomiezh brezel renet gant ar Stad (fardañ armoù, amprestiñ, labour ar merc'hed)

### BREZEL TOTAL FEULSTER BRAS-SPONTUS

#### 4. Goude ar brezel

- Un disoc'h spontus
  - 9 milion a dud lazhet,
  - 6 milion a dud mac'hagnet
  - an talbennoù : tachennoù dismantret

- Emsavioù dispac'h en Europa  
1917 : dispac'h Rusia hag ar gomunouriez hakaet da dalvezout

- Ar peoc'h lakaet dre heg war ar re drec'h et gant ar re drec'h
  - 1919 : feur-emglev Versailhez
  - kartenn nevez Europa, a c'halle sevel bec'h diwarni

### Gerioù-alc'hwez

- Arsav-brezel
- Gouennlazh
- Brezel fiñv-difiñv
- Brezel war-blas
- Brezel total
- Dispac'h Rusia
- Feulster a-vras

### Tud pennañ



■ Lenin (1870-1924). Savet en deus ar Strollad bolchevik e 1912. E penn dispac'h miz Here e 1917.



■ Thomas W. Wilson (1856-1924). Prezidan ar Stadoù-Unanet (1913-1921). Divizet en doa mont d'ober ar brezel e 1917. Bet en doa ur perzh bras er feurioù-emglev evit ar peoc'h.



■ Leon Trotsky (1879-1940). Prezidan sovied Petrograd. Aozet en doa dispac'h miz Here gant Lenin.

### Deiziadoù pennañ

- 1914-1918 : Brezel-bed kentañ
- 1915 : gouennlazh an Armenianed
- 1916 : emgann Verdun
- 1917 : dispac'h Rusia
- 11 novembre 1918 : arsav-brezel
- 1919 : feur-emglev Versailhez

### Evit mont pellor'h

#### DA LENN

- H. Barbusse, *Le Feu*, 1916.
- V.-J. Mesropian, *J'avais six ans en Arménie*, L'Inventaire, 2007.
- E. M. Remarque, *À l'Ouest rien de nouveau*, 1929.
- J. Tardi, *C'était la guerre des tranchées*, Castermann, 2000.
- Ar Brezel bras, TES, 2015.



#### DA WELET

- F. Dupeyron, *La Chambre des officiers*, 2000.
- J.-P. Jeunet, *Un long dimanche de fiançailles*, 2004.
- C. Carion, *joyeux Noël*, 2005
- S. Kubrick, *Paths of glory* (*Les sentiers de la gloire*), 1957
- Renoir, *La grande illusion*, 1937
- JF Delassus, *14-18 Le bruit et la fureur*, 2008

# Ar pep pouezusañ

## Ar renadoù totalitaer er bloazioù 30

Derc'hel soñj

### Ideologiezhouù disheñvel

#### URSS

- **Un totalitaerezh a renkad :** ur gevredigezh hep renkad m'eo ingal an dud
- **Ur raktres etrebroadelour :** skignañ an dispac'h

#### ALAMAGN

- **Un totalitaerezh gouennelour hag enep-yuzev :** puraat ar bobl alaman, anezhi ul lodenn eus an dreistgouenn, an Arianed
- **Ur politikerez emled :** aloubiñ an egor bevañ

### Ur mont en-dro heñvel

#### URSS

##### Stalin

Strollad komunour  
an Unaniezh soviedel

##### NKVD

Propaganda,  
aozadurioù yaouankizoù

##### Goulag

#### Penn hollc'halloudek

##### Ur strollad hepken

##### Polis politikel

##### Kevredigezh enframmet

##### Spont

#### ALAMAGN

##### Hitler, ar Führer

NSDAP  
pe **strollad nazi**

Ar Gestapo

Propaganda,  
aozadurioù yaouankizoù

##### Kampoù-tolp

### Gerioualc'hwez

- Azeulerezh den
- Egor bevañ (Lebensraum)
- Naziegezh
- Propaganda
- Renad totalitaer
- Stalinouriez
- Spont

### Deiziadoù pennañ

Merk  
BREVED  
Merk  
BREVED

- **1924-1953 :** Stalin e penn URSS
- **1933-1945 :** Hitler e penn Alamagn
- **1935 :** lezennoù Nürnberg
- **1937-1938 :** spont bras Stalin

### Tud pennañ



■ Lenin  
(1870-1924).  
E penn URSS  
eus 1917 da 1924.



■ Stalin  
(1879-1953).  
E penn URSS  
eus 1924 da 1953.




■ Hitler  
(1889-1945).  
Mestr meur an Alamagn  
nazi eus 1933 da 1945.

### Evit mont pellar'h

#### DA LENN

- G. Orwell, 1984, Gallimard, Folio, 1972.
- G. Orwell, *La Ferme des animaux*, Gallimard, Folio junior, 1989.
- K. Taylor, *Inconnu à cette adresse*, Le Livre de poche, 2004.
- F. Uhlman, *L'Ami retrouvé*, Gallimard Jeunesse, Folio junior, 2007.



#### DA WELET

- C. Chaplin, *Le Dictateur*, 1940.
- M. Dugain, *Une exécution ordinaire*, 2010.
- David Lean, *Le Docteur Jivago*, 1965.
- Dennis Gansel, *Ar Wagenn*, 2008 (*Die Welle*, film alaman troet e brezhoneg e 2009).
- Mathieu Schwartz, *Staline, Le tyran rouge*, 2007

# Ar pep pouezusañ

## An Eil Brezel-bed, ur brezel peurziskar

Derc'hel soñj

### Ur brezel total



#### Ur brezel ideologel

- **An Ahel** : lakaat e grabanoù war douaroù an enebour a-benn brasaat e egor bevañ
- **Ar Gevredidi** : distrujañ an diktaturiezhou a-benn lakaat ar frankiz hag an demokratelezh da vezañ trec'h

#### Ur brezel-bed

- Emgannoù en Europa, en Afrika, en Azia hag er meurvor Habask
- Ur brezel war-zouar, war-vor hag en aer

#### An ekonomiezhou hag ar c'hevredigezhioù mobilizet

- **Un ekonomiezh vrezel** : labouradegoù armoù, preizhañ an douaroù aloubet
- **Poblañsou mobilizet** : soudarded ha siviled
- **Armoù nevez**, armoù divent o galloud distrujañ (bombezenn atomek...)

### Ur brezel peurziskar



#### Tiriadoù drastet

- Europa dismantret
- Kerioù eus Japan kaset da netra gant an arm atomek

#### Un niver bras a dud lazhet

- Ouzhpenn **50 milion a dud marvet**, siviled dreist-holl

#### Ur brezel distrujañ gouennoù

- En Europa, **gouennlazh** ar Yuzevien hag ar Tsiganed gant an nazied (*Einsatzgruppen*, kampoù-distruj)

### Gerioù-alc'hwez

- Kevredidi
- Ahel
- Kamp-tolp
- Kamp-distruj
- *Einsatzgruppen*
- Gouennlazh
- Brezel peurziskar

### Deiziadoù pennañ

Merk BREVED

- **1939-1945** : Eil Brezel-bed
- **1945** : Dieubidigezh ar c'hampouù-distruj
- **8 a viz Mae 1945** : fin an Eil Brezel-bed en Europa
- **Miz Eost 1945** : bombezennou atomek war Hiroshima ha Nagasaki

Merk BREVED

Merk BREVED

### Tud pennañ



■ **Adolf Hitler** (1889-1945)  
E penn Alamagn nazi eus 1933 da 1945.



■ **Winston Churchill** (1874-1965)  
Kentañ ministr ar Rouantelezh-Unanet eus 1940 da 1945.



■ **Franklin Delano Roosevelt** (1882-1945)  
Prezidant ar Stadoù-Unanet eus 1933 da 1945.



■ **Josef Staline** (1879-1953) Sekretour meur Strollad komunour URSS eus 1922 da 1953. E penn URSS eus 1928 da 1953.

### Exit mont pellor'h

#### DA LENN

- A. Frank, *Journal*, Le Livre de poche, 1977.
- P. Levi, *Si c'est un homme*, Pocket, 1947.
- S. Ricard, F. Bourgeron, *Stalingrad Kronika*, tome 1, Éditions Dupuis, collection « Aire Libre », 2011.
- A. Spiegelman, *Maus*, l'intégrale, 2 vol, Flammarion, 1998.



#### DA SELAOU

- *Bergen Belsen, Paotr Plouared distroet deus an ifern...* – Mouroir des camps de concentration Nazis, Dastum, 2004.




#### DA WELET

- *Apocalypse (La Seconde Guerre mondiale)*, Daniel Costelle et Isabelle Clarke, 2009.
- *The Pacific*, Tom Hanks et Steven Spielberg, 2009.
- *Stalingrad*, Joseph Vilsmaier, 1993.
- *La Liste de Schindler*, Steven Spielberg, 1993.
- *La vita è bella (La vie est belle)*, R. Benigni, 1997
- *Amen*, C. Gavras, 2002
- *The pianist*, R. Polansky, 2002
- *La chute*, Oliver Hirschbiegel, 2004
- *La rafle*, Rose Bosch, 2010
- *Saving Private Ryan*, S. Spielberg, 1998

# Ar pep pouezusañ

## Ar Brezel yen (1947-1991)

### Derc'hel soñj



### Geriouù-alc'hwez

- Bloc'hou
- Brezel yen
- OTAN (AFNA)
- Feur-emglev Varsovia
- Plan Marshall
- Rideoz-houarn

### Deiziadoù pennañ

- 1945 : krouidigezh ONU (ABU)
- 1947-1962 : barr ar Brezel yen
- 1961 : savidigezh moger Berlin
- 1989 : dispenn moger Berlin
- 1991 : aet URSS da get

### Tud pennañ



■ John Fitzgerald Kennedy (1917-1963). Bet prezidan ar Stadoù-Unanet etre 1960 ha 1963.



■ Mikhaïl Gorbatchev (bet ganet e 1931). Aet da rener URSS e 1985. Lakaet en doa ar Brezel yen da baouez etre 1987 ha 1989.




■ Nikita Khrouchtchev (1894-1971). Aet da rener URSS goude marv Stalin (1953).

### Evit mont pellor'h

#### DA LENN

- John Le Carré, *L'espion qui venait du froid*, Folio, Gallimard, 1973.
- Claire Gratias, *Breaking the Wall*, Syros jeunesse, Rat noir, 2009
- P. Demenet, *J'ai vécu le mur de Berlin, 1961-1989*, Bayard Jeunesse, 2007.



#### DA WELET

- Bons baisers de Russie, Terence Young, 1963.
- Dr Strangelove (Docteur Folamour e galleg), Stanley Kubrick, 1964.
- Le Rideau déchiré, Alfred Hitchcock, 1966.
- La vie des autres, F. von Donnersmarck, 2007
- Goodbye Lénine, Wolfgang Becker, 2003
- Est Ouest, Régis Wargnier, 1999

## Eus an trevadennou d'ar Stadoù nevez-dizalc'het

### Derc'hel soñj

#### Orin an dizalc'hiezhou

- En trevadennou : kresk an emsavadegeou broadelour
- Er-maez eus an trevadennou :
  - metropolennou Trevadennel gwanaet gant an Eil Brezel-bed
  - enep-trevadenniñ ar Stadoù-Unanet hag URSS
  - enep-trevadenniñ an ONU, diwar gwir ar pobloù d'en em ren o-unan

#### An didrevadenniñ

En Azia  
En Afrika

#### Prantad pennañ : 1947-1962

- 1947 : Indez rannet e div Stad (Unaniezh India ha Pakistan)
- 1954-1962 : brezel dizalc'hiezh Aljeria
- 1960 : dizalc'hiezh trevadennou gall Afrika zu

#### Ganedigezh an trede-bed

• 1955

#### Daeoù ar Stadoù nevez-dizalc'het

- Politikerezh : lakaat an damani vroadel da dalvezout
- Ekonomiezh : programmoù diorren

#### Trede-bed liesseurt

- Keskadurezh bras Stadoù Azia
- Diaesterioù ar Stadoù afrikan subsaharian

#### Gerioù-alc'hwez

- Enep-trevadenniñ
- Didrevadenniñ
- Stad dieub
- E-maez bloc'h
- Trede-bed

#### Deiziadoù pennañ

*Merk BREVED*

- 1947-1962 : prantad pennañ an didrevadenniñ
- 1947 : dizalc'hiezh Indez ha rannadur etre div Stad : Unaniezh India ha Pakistan
- 1954-1962 : brezel dieubidigezh Aljeria
- 1960 : dizalc'hiezh Afrika zu

#### Tud pennañ



■ Houari Boumediene (1932-1978)  
Prezidant republik Aljeria etre 1965 ha 1978.



■ Jawaharlal Nehru (1889-1964)  
Kentañ ministr Unaniezh India etre 1947 ha 1964. Kemer a ra perzh e kuzuliadeg Bandung evit krouïñ strollad ar Stadoù e-maez bloc'h.



■ Mohandas Gandhi (1869-1948)  
Stourm evit dizalc'hiñ India, oc'h en em harpañ war an difeulster.



■ Léopold Sédar Senghor (1906-2001)  
Prezidant republik Senegal etre 1960 ha 1980.

#### Evit mont pellar' ...

##### DA LENN

- F. Prévost, *Wangari Maathai*, TES, 2013.
- S. Descornes, *Indochine 54 – Tombés du ciel*, Nathan Jeunesse (levr niverel), 2010.
- B. Droz, *La Fin des colonies françaises*, Gallimard, Découvertes, 2009.
- J. Fernandez, *Carnets d'Orient*, Casterman. (heuliad bannoù treset war istor Aljeria).



##### DA WELET

- Gandhi, R. Attenborough, 1982.
  - Hors la loi, R. Bouchareb, 2010.
  - Frankiz, Ar Vro Bagan, 2013.
- Ennemi intime, F.E. Siri, 2007  
Avoir vingt ans dans les Aurès, R Vautier, 1972  
Nuit noire, 17 octobre 1961, A. Tsma, 2005




## Sevel Europa

Derc'hel soñj

### Pazennoù al ledanaat

- Ar c'hornôg da gentañ 1951 : 6 bro diazezerez
- 1973 : ledanaat war-zu an norzh → Europa 9 bro
- Bloavezhiou 1980 : ledanaat war-zu ar su → Europa 10 bro ha 12 goude
- 1995 : ledanaat war-zu an norzh hag ar c'hreiz → Europa 15 bro
- 2004 ha 2007  
Ledanaat war-zu ar c'hreiz hag ar reter → Europa 25 bro ha 27 goude



### An enframmañ ekonomikel

- 1951 : krouet ar CEE
- Krouet ar CEE  
1957 : feurioù-emglev Roma (CEE hag Euratom, marc'had kumun, diskenn an taosù maltouterezh)
- Krouet UE  
1992 : feur-emglev Maastricht (marc'had diabarzh bras, monedone frank ar marc'hadourezhiou, ar servijoù hag an dud)
- 2002 : an euro lakaet en implijant Bank kreiz Europa

### Sevel a-du gant talvoudoù an demokratelezh

An holl Stadoù eus UE zo demokratelezhioù

- 1957 : feurioù-emglev Roma – sevel ensavadurioù boutin : Komision Europa, Kuzul Europa, Parlament Europa
- 1979 : Parlament Europa dilennet dre ar vouezhiadeg hollek
- 1993 : feur-emglev Maastricht (keodedourellez european)
- 2000 : Karta ar gwirioù diazez

### Gerioù-alc'hwez

- Donaat
- Keodedourellez european
- Kumuniezh ekonomikel Europa (CEE)
- Kumuniezh Europa evit ar glaou hag an dir (CECA)
- Ledanaat
- Spas Schengen
- Enframmañ
- Unaniezh Europa (UE)

### Deiziadoù pennañ

- Merk BREVED** • 1957 : feurioù-emglev Roma
- Merk BREVED** • 1992 : feur-emglev Maastricht
- Merk BREVED** • 2002 : an euro lakaet en implij

### Evit mont pelloc'h

#### DA LENN

- B. Angel et J. Lafitte, *L'Europe, petite histoire d'une grande idée*, Découvertes Gallimard, 1999.
- J. Le Goff, *L'Europe racontée aux jeunes : comment peut-on être européen ?*, Éditions du Seuil, 1996.



#### DA WELET

- F. Lanzenberg, *La France et la Construction européenne*, Multimédia France Productions, 2006
- C. Klapisch, *L'Auberge espagnole*, 2002 (studierien ar program Erasmus e Spagn)

#### KLASK PELLOC'H

- <http://www.touteurope.eu> (lec'hien ofisiel Frañs war Unaniezh Europa)
- <http://www.robert-schuman.eu> (lec'hien fondasion Robert Schuman)

### Tud pennañ



■ Konrad Adenauer (1876-1967) Kañseller RFA eus 1949 da 1963.



■ Jean Monnet (1888-1979) Kentañ prezidan ar CECA eus 1952 da 1955.



■ Jacques Delors (ganet e 1925) Prezidan Komision Europa eus 1985 da 1994.



■ Robert Schuman (1886-1963) Ministr gall an Aferioù estren eus 1948 da 1953.

## Ar bed abaoe penn-kentañ ar bloavezhiou 1990

Derc'hel soñj

### 1989-1991 : fin ar Brezel yen Ur bed unpol

- Dispenn ar bloc'h komunour ha fin URSS
- Ar Stadoù-Unanet, un dreistgalloudegezh hep he far
- Ar Stadoù-Unanet, « archerien ar bed » gant asant an ONU : brezel ar Golfe (1991)

### Abaoe 1991 : dizurzh war ar bed

#### • Kalz brezlioù hag enebiezhou

- brezel diabarzh e Yougoslavia (1992-2001)
- brezlioù diabarzh en Afrika ha gouennlazh e Rwanda (1994)
- enebiezhou ha brezlioù er Reter-kreiz : Israel-Palestina ; Afghanistan (abaoe 2001) ; Irak (2003-2011)

#### • Gourdrouz an armoù distruj a-vras

#### An ONU a glask derc'hel ar peoc'h etrebroadel

- kefriodioù derc'hel ar peoc'h
- krouet al Lez kastizel etrebroadel

### Abaoe 2001 : ur bed liespol

#### • Gwanaet ha taget ar Stadoù-Unanet

- 11 a viz Gwengolo 2001 : gwalldaolioù islamour er Stadoù-Unanet
- ar Stadoù-Unanet o vrezeliñ a-enep ar sponterezh islamour : taget Afghanistan hag Irak hep trec'h ebet

#### • Galloudegezhioù-rannved nevez

- Unaniezh Europa brasaet war-zu ar reter (2004-2007)
- galloudegezhioù war eskoriñ : ar BRICS

### Gerioù-alc'hwez

- Armoù distruj a-vras
- BRICS
- G8
- G20
- Islamouriez
- Reter-kreiz
- ONU (ABU)
- Sponterezh

### Deiziadoù pennañ

- **1991** : dispenn ar bloc'h komunour, fin ar Brezel yen, brezel ar Golfe
- **D'an 11 a viz Gwengolo 2001** : gwalldaolioù sponterezh a-enep ar Stadoù-Unanet
- **2001** : penn-kentañ emelladenn ar Stadoù-Unanet en Afghanistan
- **2003-2011** : emelladenn amerikan en Irak
- **2004-2007** : brasaet Unaniezh Europa war-zu ar reter

### Tud pennañ



**George H. Bush** (bet ganet e 1924). Prezidant ar Stadoù-Unanet eus 1989 da 1993. Brezel ar Golfe zo bet diwar e intrudu.



**George W. Bush** (bet ganet e 1946). Prezidant ar Stadoù-Unanet eus 2001 da 2009. Aloubiñ Afghanistan (2001) hag Irak (2003) zo bet graet diwar e intrudu.



**Ousama Ben Laden** (1957-2011). E penn an aozadur sponterezh islamour Al-Qaida, aozur meur a walldaol, hini an 11 a viz Gwengolo 2001 en o zouez. Lazhet e Pakistan gant an arme amerikan goude ma oa bet klask war e lerc'h e-pad 10 vloaz.

### Evit mont pelloc'h

#### DA LENN

- P. Boniface, H. Védrine, *Atlas des crises et des conflits*, Armand Colin, 2009.
- Don Delillo, *L'Homme qui tombe*, Actes Sud, 2008.
- A. Swofford, *Jarhead*, Calmann-Lévy, 2004.

DON DELILLO  
*L'HOMME QUI TOMBE*



#### DA WELET

- *World Trade Center*, O. Stone, 2006.
- *Persepolis*, M. Satrapi, V. Paronnaud, 2007.
- *Les Rois du désert*, David O. Russel, 1999.

#### KLASK PELLOC'H

- <http://www.un.org/fr/> lec'hienn ar Broadoù-Unanet
- <http://www.911memorial.org/> e koun gwalldaolioù an 11 a viz Gwengolo 2001, lec'hienn e saozneg

## Ar Republik etre an daou Vrezel-bed

Derc'hel soñj

### Eus ar brezel d'ar peoc'h (1917-1920)

- **1917** : diskrog-labour, mutinerezh, fin an Unaniezh sakr
- **Levezon dispac'h Rusia**
  - diskrogoù-labour bras 1919-1920
  - sokialourien rannet e **kendalc'h Tours** (1920)



### Enkadenn ar bloavezhiou 1930

- **Enkadenn ekonomikel ha sokial** : dilabour bras
- **Enkadenn bolitikel**
  - enep-parlamantouriezh
  - Republik en arvar abalamour d'al ligoù (tu dehou pellañ) : manifestadeg **d'ar 6 a viz C'hwevrer 1934**

### Talbenn ar bobl

- **Unaniezh strolladoù an tu kleiz evit difenn ar Republik**
  - enep al ligoù
  - evit ar frankizoù hag an demokratelez
- **Trec'h Talbenn ar bobl en dilennadeg (Mae 1936) Léon Blum**  
e penn ar gouarnamant
- **Lezennoù sokial Talbenn ar bobl**
  - emglevioù Matignon
  - vakañsoù gopret
  - sizhun 40 eurvezh labour
- **Enebiezh bourc'hizien an aferiouù**

### Geriouù-alc'hwez

- Emglevioù Matignon
- Kendalc'h Tours
- Talbenn ar bobl
- Lig
- Lezennoù sokial
- SFIC
- SFIO

### Deiziadoù pennañ

- **1917** : dispac'h Rusia
- **1920** : kendalc'h Tours, SFIO rannet
- **1920** : ganedigezh ar strollad komunour gall
- **D'ar 6 a viz C'hwevrer 1934** : emsavadeg al ligoù
- **D'ar 14 a viz Gouere 1935** : ganedigezh Talbenn ar bobl
- **D'an 3 a viz Mae 1936** : trec'h Talbenn ar bobl en dilennadeg
- **Even 1936** : lezennoù sokial 1936



### Tud pennañ



■ **Léon Blum** (1872-1950)  
E penn an SFIO war-lerc'h kendalc'h Tours. E penn Talbenn ar bobl adalek 1936.



■ **Marcel Cachin** (1869-1958)  
Unan eus ar re o doa savet ar Strollad komunour e Frañs e 1920.



■ **Georges Clemenceau** (1841-1929)  
Ezel eus ar strollad radikal. Galvet e penn ar gouarnamant pa oa 77 vloaz etre 1917 ha 1919.

### Exit mont pelloc'h

#### DA LENN

- J.-P. Gibrat, *Mattéo, Deuxième époque 1917-1918*, Éditions Futuropolis, 2010.
- D. Tartakowsky, *Le Front populaire, la vie est à nous*, Gallimard, 1996.
- J.-S. Bordas, *Le Recul du fusil*, Quadrants, 2010.



#### DA WELET

- *La vie est à nous*, Jean Renoir, 1936.
- *Le Crime de M. Lange*, Jean Renoir, 1936.
- *La Belle Équipe*, Julien Divivier, 1936.
- *Faubourg 36*, Christophe Barratier, 2008.

#### KLASK PELLOC'H

- <http://www.ina.fr>
- [http://www.assemblee-nationale.fr/13-evenements/Ceremonie\\_quatre-vingts-leon-blum.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/13-evenements/Ceremonie_quatre-vingts-leon-blum.asp)

## Republik Frañs o vont d'an traoñ hag o sevel en-dro (1940-1946)

### Derc'hel soñj



### Gerioualc'hwez

- Enep-yuzevouriezh
- CNR
- Kenlabour
- FFI
- FFL
- Renad Vichy
- Republik
- Rezistañs

### Tud pennañ



■ **Philippe Pétain** (1856-1951)  
Penn ar Stad c'hall etre 1940 ha 1944. Barnet e 1945 evit bezañ kenlabouret, kondaonet eo d'ar marv. Met bac'het e vo a-hed-buvez.



■ **Charles de Gaulle** (1890-1970)  
Penn Nerzhioù ar Frañs dieub ha goude penn Gouarnamant da c'hortoz ar Republik c'hall adalek 1944.



■ **Jean Moulin** (1899-1943)  
Prefed savet a-du gant ar jeneral de Gaulle e 1940. Bet krouet ar CNR gantañ. Harzet e 1943 gant Gestapo Lyon e varv diwar jahinerezh.

### Deiziadoù pennañ

- **Mae-Mezheven 1940** : faezhidigezh ar Frañs dirak Alamagn
- **18 a viz Mezheven 1940** : galv ar jeneral de Gaulle
- **1943** : krouidigezh ar CNR
- **1944** : dieubidigezh ar Frañs hag adsavidigezh ar Republik
- **1944** : gwir mouezhiañ ar merc'hed
- **1945** : krouidigezh ar Surentez sokial

### Evit mont pelloc'h

#### DA LENN

- Ungerer T., *Otto*, TES, 2006.
- Aubrac L., *Ils partirent dans l'ivresse*, Éditions du Seuil, 1983.
- Kessel J., *L'Armée des ombres*, 1943.
- Roussel H., *La France dans les années noires*, Gallimard Découverte, 1992.



#### DA WELET

- *La Bataille du rail*, R. Clément, 1946.
- *Au revoir les enfants*, L. Malle, 1987.
- *Lucie Aubrac*, Cl. Berri, 1997.

#### KLASK PELLOC'H

- [www.charles-de-gaulle.org/](http://www.charles-de-gaulle.org/)
- [www.musee-resistance.com/](http://www.musee-resistance.com/)
- [www.memorial-caen.fr/](http://www.memorial-caen.fr/)

## De Gaulle, krouer ar V<sup>vet</sup> Republik

Derc'hel soñj

### Ur renad dambrezidantel

- Bonreizh ar V<sup>vet</sup> Republik : galloudoù bras gant prezidan ar Republik
- Ur prezidan dilennet dre ur voterezh hollek eun
- Reizhveli ar prezidan diazezet war al liamm a-dost gant ar geodedourien (referendum, mont e-touesk an dud...)

### Pouez Frañs er bed

- Renket kudenn an trevadennoù (Aljeria)
- Arm nukleel
- Pellaat diouzh Stadoù-Unanet Amerika
- Sevel Europa ha tostaat ouzh Alamagn
- Kresk ekonomikel

### Ar galloud oc'h uzañ

- 1965 : de Gaulle dilennet en-dro goude an eil tro
- Enkadenn miz Mae 1968
- Faezhidigezh de Gaulle e referendum 1969 hag e zilez

### Gerioù-alc'hwez

- Kenober
- Galloud-seveniñ
- Galloud hiniennel
- Referendum
- V<sup>vet</sup> Republik

### Deiziadoù pennañ

Merk  
BREVÉD

Merk  
BREVÉD

- **1958-1969** : ar bloavezhoù de Gaulle
- **1958** : V<sup>vet</sup> Republik krouet
- **13 mai 1958** : enkadenn Aljeria, distro de Gaulle d'ar galloud
- **1962** : referendum war dilennadeg ar prezidan en un doare hollek eun
- **1965** : dilennadeg ar prezidan kentañ en ur voterezh hollek eun
- **1968** : enkadenn miz Mae 1968
- **1969** : dilez roet gant de Gaulle

### An den pennañ



#### ■ Charles de Gaulle (1890-1970)

- **Mae 1958** : aet ar galloud gantañ en-dro da-geñver enkadenn Aljeria ; krouet en deus ar V<sup>vet</sup> Republik ha bet ar c'hentañ prezidan anezhi.
- **Mae 1968** : kavet abeg ennañ gant ar C'hallaoued met soutenet gant ar muianiver er Vodadenn vroadel.
- **1969** : reiñ a reas e zilez goude bezañ kollet ur referendum.

### Evit mont pelloc'h

#### DA LENN

- R. Dargent, *De Gaulle raconté aux enfants*, Éd. Éveil et découvertes, 2010.



#### DA WELET


- *De Gaulle, la fin d'un règne*, diellfilm gant J.-M. Djian, 2009.
- *Le Grand Charles*, film tele gant B. Stora, 2005.

#### KLASK PELLOC'H

- <http://www.charles-de-gaulle.org/>
- <http://bibliotheque.sciences-po.fr/fr/produits/bibliographies/mai68/images>
- <http://expositions.bnf.fr/mai68/index.htm>

## Ar V<sup>vet</sup> Republik o labourat war hir amzer

Derc'hel soñj



### Gerioualc'hwez

- Pebeilañ
- Kengouarn
- Galloud-seveniñ
- Referendum

### Deiziadou pennañ

- **1974 :** oad-gour da 18 vloaz Lezenn an IVG
- **1981-1995 :** « ar bloavezhiou Mitterrand »
- **1995-2007 :** « ar bloavezhiou Chirac »

Merk BREVED

### Tud pennañ

- **Georges Pompidou** (1911-1974). Kentañ ministr etre 1962 ha 1968, prezidan ar Republik etre 1969 ha 1974. Marvet e-kerzh e respect.
- **Valéry Giscard d'Estaing** (ganet e 1926). Prezidan ar Republik etre 1974 ha 1981. Klask a ra gouarn e-kreiz.
- **François Mitterrand** (1916-1996). Prezidan ar Republik etre 1981 ha 1995. Daou respet seizh vloaz.
- **Jacques Chirac** (ganet e 1932). Prezidan ar Republik etre 1995 ha 2007. Ur respet seizh vloaz hag unan pemp bloaz.
- **Nicolas Sarkozy** (ganet e 1955). Prezidan ar Republik etre 2007 ha 2012.
- **François Hollande** (ganet e 1954). Prezidan ar Republik abaoe 2012.

### Evit mont pelloch'

#### DA LENN

- P. Brasme et C. Le Corre, *Histoire des Républiques françaises et de leurs présidents*, collection « Jeunesse Histoire », Ouest-France, 2007.
- N. Charbonneau et L. Guimier, *La V<sup>e</sup> République pour les nuls*, First Éditions, 2008.
- J. Lacouture, B. Baconnier, *Les Grands Moments de la V<sup>e</sup> République, 50 ans en images*, Flammarion, 2007.



#### DA WELET

- *Le Bon Plaisir*, F. Girod, 1983.
- *1974, Une partie de campagne*, R. Depardon, Arte éditions, 2002.
- *Le 10 mai de François Mitterrand*, A. Chemin et P. Cohen, MMM Productions, 2011.
- *La Conquête*, X. Durringer, Gaumont vidéo, 2011.
- *Mitterrand et le monde*, P. Barbéris, Arcapix, Arte France/Ina, 2011.

#### KLASK PELLOC'H

- <http://www.elysee.fr> (lec'hienn Prezidan ar Republik)
- <http://www.assemblee-nationale.fr> (lec'hienn ar Vodadenn vroadel)
- <http://www.premier-ministre.gouv.fr> (lec'hienn ar C'hentañ Ministr hag ar Gouarnamant)
- <http://www.ina.fr> (lec'hienn an INA, Institut national de l'audiovisuel)